



Français plus bas

FEUR-EMGLEV STAD-RANNVRO DIWAR-BENN TREUZKAS YEZHOU BREIZH : KASET DA VLOAVEZH AN ERC'H DU ?

Bountet o doa rouedadoù kevredigezhioù ar strollad **Unanet evit ar Brezhoneg** evit kas war-raok teuliad ar feur-emglev arbennik war yezhoù Breizh, etre ar Stad hag ar rannvro. Kement-se a oa labour ar strollad a-raok diviz trumm ar c'huzul bonreizhel d'an 21 a viz Mae, da vougañ frankiz pedagogel kelenn ar yezhoù rannvro.

Ur vras ha kaer a vanifestadeg a oa bet d'an 13 a viz Meurzh, bodet enni tost da 5 000 den e straedoù Kemper, skol-idi-adezed, tadoù ha mammoù, tud a youl vat, sikour-erien-ezed ha dilenn-idi-adezed o c'houlenn ma vije bet savet ha sinet ar feur-emglev-mañ a-raok an hañv tremenet ha dreist-holl a-raok dilennadegoù rannvro miz Even. Embannet en doa Prezidant Rannvro Breizh, Loïg Chesnais Girard, e stourmfed evit kaout ur feur-emglev a live uhel digant ar Stad. Stanket e oa bet ar marc'hata avat da benn-kentañ ar prantad kabaliñ.

Nevesaet eo bet bodad-seveniñ ar rannvro abaoe ouzhpenn 5 miz ha nec'het omp chom hep kaout muioc'h a araokadennoù eget mare nevez amzer ar bloaz-mañ. Da geñver emvod kuzul sevenadurel Breizh ar 4 a viz Kerzu e oa bet goulennet keleier digant Stéphane Perrin, bezprezidant ar Rannvro e karg eus ar budjed gant izili eus hor c'hevredigezhioù e-keñver araokadennoù ar marc'hata.

Dre ma n'en deus ket degaset keleier resis hon eus aon e vefe chomet bout an traoù war an teul ha war aerezhioù roet d'ar c'helenn ha d'an treuzkas yezhoù rannvro. Ret eo da atebeien lec'hel ar rannvro hag ar Stad mont war-raok en un doare fetis war ar c'henemglev-mañ a-raok konjeoù fin ar bloaz. Goulenn a reomp ouzh ar Prezidant Rannvro kinnig buan an teul-mañ d'ar gouarnamant ha d'ar C'hentañ Ministr.

Tremen a ra ar sizhunvezhioù. N'omp ket hegreidik ! Emañ an dilennadegoù prezidantelezh ha kannaded o tostaat hag emaint e risk stankañ ur wech ouzhpenn ar march'ata. Da grediñ eo an dizober-mañ ur skoilh ouzhpenn ouzh kelenn ar yezhoù rannvro lakaet gant Ministr an Deskadurezh Stad

Gouzout a raimp en em sevel en-dro ! en emgavout a raimp e penn kentañ ar bloavezh a zeu evit ober ur poent.

CONVENTION ÉTAT-RÉGION SUR LA TRANSMISSION DES LANGUES DE BRETAGNE : LES CALENDES BRETONNES ?

Avant la décision abrupte du conseil constitutionnel du 21 mai dernier, censurant la liberté pédagogique d'enseignement des langues régionales, les différents réseaux d'associations réunis dans le **collectif "Unanet evit Ar Brezhoneg"** (Uni.e.s pour la langue bretonne") s'étaient mobilisés pour faire avancer le dossier de la convention spécifique aux langues de Bretagne, entre l'État et la région.

Une grande et belle manifestation avait eu lieu le 13 mars dernier réunissant près de 5 000 personnes dans les rues de Quimper, élèves, parents, bénévoles, sympathisants et élus demandant que cette convention soit établie et signée avant l'été dernier et surtout avant les élections régionales de juin. Le Président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais Girard, s'était engagé à obtenir une convention ambitieuse avec l'État, mais les négociations avaient été stoppées au début de la campagne des régionales.

L'exécutif de la Région est maintenant renouvelé depuis plus de 5 mois et nous nous inquiétons de n'avoir pas plus avancée qu'au printemps de cette année. Lors de la session du Conseil culturel de Bretagne du samedi 4 décembre, des membres de nos associations ont interrogé Stéphane Perrin, Vice-Président de la Région au budget, sur l'avancée des négociations.

L'absence d'information précise de sa part nous fait craindre un certain attentisme sur le dossier et donc sur les moyens accordés à l'enseignement et la transmission des langues régionales. Il est nécessaire que les responsables locaux de la Région et de l'État avancent concrètement sur cette convention avant les congés de fin d'année. Nous en appelons au Président de Région afin qu'il porte rapidement ce dossier auprès du gouvernement et du premier Ministre.

Les semaines passent. Nous ne sommes pas dupes ! L'approche des élections présidentielles et législatives risquent de bloquer encore une fois les négociations. Nous pourrions alors considérer que cet attentisme est une nouvelle entrave du Ministre de l'Éducation Nationale envers l'enseignement des langues régionales.

Nous saurons alors nous mobiliser ! Nous vous donnons rendez-vous au tout début de l'année prochaine afin de faire un point d'étape.